



## GUERZ NÈVE,

Composet var sujet eur Monstr cruel, lazet  
en eur forest e qichen ar Guêr a Rouan,  
an cil de avis Guenveur divea.

Var un ton nêve.

**M**'o supli, Christenien a bep condicion;  
Da bresta ho silanç gant guir atacion,  
Me ya da ziscléry dêc'h penos omp oblijet  
Da bedi hor Zalver bep heur ha bep momet.

Ma troyo divarnomp nombr bras a valeuriou  
Zo êruet e lec'h al, na deufont qet d'or bro.  
Me brouvo dre exempl ar pez a avançan :  
Ententit, Bretonet, ar pez a lavaiàn.

An eil de a C'henveur diveza tremenet,  
Bars en forest Rouan ez eus bet attrapet  
Eur Monstr cruel a gement oc'h eus biscoas guelet,  
Devori a rē oll an dud hac al loënet.

E hueldet a zo e gis eur marc'h caros,  
Hac e ben a zo grêt vel hini eur penmoc'h,  
E ziouscouarn zo bêr, e dreit zo ivinec,  
E gorf zo bir ha moan : euzus ê e velet.

E zaoulagad zo ru, e deod hac e c'hinou.  
Estlami ra an oll o clêvet e yêzou ;  
N'en dê qet ep rêzon en deveus bet debret  
Eur pemp pe c'hoec'h cant den, hac a bep sort loënet

Al loënet a vlesse a varve gant arach,  
Ha re-al dioute : sonjit pebes domach  
En deus grêt al loën-ze clec'h mē tremenet!  
Me o lèz da gompreñ an domach en deus grêt!

Mes Letenant Rouan en deus bet digasset  
Eun arme d'ar forest evit e gemeret,  
An nombr a c'hoec'h vil den, cavalliri, dragonet,  
Ha pemp cant fantassin eus ar vro destumet.

Eun arme bataillet a bemp pe c'hoec'h mil den,  
Hac an tân artifiç aroqi pen da ben,  
Tri-c'chant de, teir nosvez, m'o lèz da gompreñ,

Ez int bet er forest o clasq en abordi.

Mes dre zicour Doue ez int bet abordet.

Doue dre e c'hallout zo trec'h d'an drouc-speret;  
Peneyert Sant Hubert, en deus o frezervet,  
E voant oll devoret gant al loën milliget.

C'hoec'h cant deg ten fusill en deus bet a dennou;  
Ha c'hoas e vlesse calz, hac én cazi maro.  
Traper ê bet gant joa, casset d'ar gêr a Rouan,  
Hac exposet eno d'an oll da vizitân.

Ennes a voa eul loën eus a beurs an ifern.  
Da zevori ar bed e voa grêt gant sorcerien.  
Eur monstr an horupla a voe biscoas guelet,  
Capabl da zevori qement den zo er bed.

Bretonet christenien, bremâ oc'h eus clêvet  
An efet maleurtus eus al loën milliget.  
Eun exempl ar zo c'hoas er memes relacion,  
Pa vo expliqet déch'a doucho ho calon.

En de qenta' vis Du, evit goel an Ol-Zent,  
Er gêr a Vessefoar eus c'hoarveet exempl:  
Gant libertinet fal, elec'h dont da bedi  
Doue vit an anaon, e teuent d'en insulti.

E sortial ermès eus an hostaliri  
Eur vreg a voa gante prest clos da houilloudi,

E hejont da zansal bars en creis ar veret ;  
 Dre o zon e rent goab eus an dud decedet.

Doue a bermetas ma savas ahane  
 Eun den maro da gomz demeus a greis ar be :  
 Tehit, profanatourien, eus an douar biniget,  
 Ha lezit en repos an anaon decedet.

Ol o devoe horol : mes ar vreg a vadas ;  
 Douget e voe d'ar gêr hac eur mab a c'hanas,  
 Eur pen maro memes en devoa he bugel :  
 Hac e vam a varvas gant poan eus e c'henel.

Badeet voe ar bugel ha daou de e vevas.  
 Calz a dud er guele , an ol a estonas.  
 Evit disqul exempl d'ar guel deodou milliget ;  
 Na deuint qet da zrou-comz eus an dud decedes

F I N.





## G U E R Z

*Composet a nêve var sujet ur Mal ur éruet en  
Bourg Plestin, er 17 a viz Du 1817.*

Var ton ar Seis Maleur.

**G**OERC'HES glorijs Vari, dêch en em adressâ; A speret bac a galon ouzoc'h e c'houlennâ; Sclêrijen da zisclêrya dirac ar gristenien, Eur maleur epouvantabl hac euzus da gompreñ.

Er zeitec eus avis Du, ebars en bourg Plestin, E savas an den yaouanq al lun deus ar mintin, Er bra mil eis cant seitec, oajet a nontec vla, Hac e parti ahane, ep sonjal a netra.

Mont a ragant plijadur da Loc-Miqel an-Très, Da zansal, da ebatî deiz gousper Sant-Vodes; Echui ra e zevez, mes er pen diveâñ, E roas al liberte d'an drouc-æl varneâñ.

Setu amâñ ar gusuil en deveus recevet, O tistrêy d'ar gêr en bent digant an drouc-speret, Cometi en eur antren e creis ar vilajen Ar maleur epouvantabl hac euzus da gompreñ.

Pa antren ar miserabl en ti da glasq e goan,  
 E cavas ar femelein o comanç dress an tân,  
 Daou bleget ons e hoeza da doma he zouben,  
 Evin comanç disclèrya dirac ar gristenien,

Tapout a ra'r maleurüs crog en eur falz-contel,  
 Ha sqey tri dol var he goug, den barbar ha cruel!  
 Ar femelein ancien, trizec ha tri-ugent,  
 Mari ar Vod he hano, evit iêy da entent.

Goude ni'en deus-hi scoet ha beuzet en he goad,  
 E tisqeus evit petra e ra ar miserabl:  
 Ar pres en deus digoret da zestum an arc'hant,  
 Ha partial ac'hane ractal en un instant.

Mes petra a dal deàn? ne ell qet mont a bell;  
 Goude e grim detestabl en deus renqet meravel.  
 Comrou Jesus da Zant Pêr, pa voe bet qemeret:  
 "An hini a buniso a vezo punisset."

Ur boulanjer o tistrêy a varc'had Guerlesquin,  
 A antreas varnezi, habitant a Blestin,  
 Hac a vanas estonet, o velet ar maleur,  
 Qen a grén e oll vemprou, hac én êru er gêr.

E dud a c'houlen outân, o velet e eston,  
 Petra voa êruet gantân ma lampe e galon,  
 Ha ma voent epouvantet o clêvet ar maleur  
 Pini en devoa guelet ebars er memes heur.

Sebeliet ê ar vreg-mân, lajet en he guele,

Hac e deus bet ar bonheur, a drugare Doue,  
 Da goves ha da receo be oll Sacramanchou,  
 Qent ma eo bet decedet : Doue d'e fardono.

Ar bêleg goude'n nouem, a c'boulennas outi  
 Mar gouje en guitione donet da zeclati  
 Piou e devoa y massacret. vit ma vije heuilstet  
 Ha gret e broces-verbal , ha goude punisset.

Disqarga ra qent mervel, he oll amezeyen.  
 Vit na vije prezumet na mormuret var den ;  
 " An domestiq a veven hac enan va fianç .  
 " A ra din coll va bue evit ya recompanç . "

Entêret eo ar vreg-mâ gant henor ha respect  
 Ebars en beret Plestin , en douar biniget ,  
 Me a c'houlen a galon barados d'e ene ,  
 Graç ma vezò recevet en joaustet an êe.

Hac ar maleurus zo bet oc'h ober pinijen ,  
 A gicben difin mis Du bete mis Gouelen ;  
 En eil devez eus ar mis eo bet gillotinet  
 Er gêr eus a Lannion , p'en devoa meritet.

Pa deuas eus ar prison da vonet d'ar maro ,  
 E cléo clêyer ar Vali oc'h ober e gânvou .  
 Dont a ra bete'r chafod qer buan ha pep den ;  
 O Doue ! trista maro ba goassa planeden !

Pas-ha-paz ez eo heuillet gant ar bêleg sanctel ,  
 Convertisset eo gantân qent ma teu da vervel .

Bet en deus an absolen eus e oll bec'hejou,  
Qent pignat var ar chafot, da zoufri ar maro.

Pedi ra'n Ottou Nayrot, Person eus a Blestin,  
Ennes voa e gonductor hac en beuill bete'r fin,  
Da ober instraccion d'an oll coz ha yaouanq,  
Ha particulieramant d'ar re a voa presant.

Me dle bea mizillour da gement a garo  
Qemer exempl diouzin o vonet d'ar maro,  
Da leuill an offic divin evel guir gristenien  
Ma vezint victorius var ar goel blaneden.

Goul a ra'r Person devot pardon digant Doue,  
Hac an oll asistantet a avertis goude  
Da renonç d'an nosveziou, d'ar jeuyou milliget,  
A zo coz da vil maleur dre bêvar c'horn ar bed.

Goulenomp digant Doue hac e vam ar Verc'hez  
Pa zefomp eus ar bed-màn hon lod er barados,  
Graç demp d'en em velet er fin eus hor bue;  
O jouissa assambles ed barados an êe.

F I N.

---

E MONTROULEZ, e ti LEDAN, e traon ru ar Vur.